

# DISPUT

## ENTRE MOLARGE HAC AR C'HORAIZ.

M<sup>e</sup> ho supli, compagnuez eus a bep seurt  
qalite,

Deut oll da glèvet eun disput zo composet a neve,  
Evit r<sup>ei</sup> lec'h d'ho sperejou da gompreñ oll er  
franqis

Zo cos dagollar binjen goudère ac'hourmandis.

Calz a garfe gout ar sujet demeus ar chanson  
neve,

Hep dale ui e explicò, pa vo tremenet Molarje,  
Ma veler an oll dud yaouanc o vonet a vandennou  
Evit en em divertissa nôs ha dé d'an ebatou.

Qent eguet avanç davantach, e t'houlennan  
sclérijen

Diouz Virgil, Aristot, Horaç, da gundai va fluen,  
Evit discleria en antier an disput grêt a nêve,  
Zo bet etre daou adversour : ar C'horai<sup>z</sup> ha Molarje.

Ar sujet eus a guement-màn vo da guenta Mo-  
larjes,

A laqaï ruina ar bed, ma chompfe da r<sup>en</sup> pemzee dez.  
Ha goude o oll fricoyou en em gavout clan meurbet,  
Neuze, epad ar C'horai<sup>z</sup>, ar cher vad zo dour bervet.

Molarje ouz tol azeet a blant atao en e gôf,  
Ne vouie qet ec'h éruje ar C'horai<sup>z</sup> da anter-nôs,

2

Ma è deàn apparisset hac en eus-àn surprenet;  
Ar pez a voa en e c'hiñou yr an douar zo coeet.  
Molarje p'en deùs-àn güelet en deùs lavaret deàn:  
Lavar din, paour qèz ancien, petra a glasques amàn?  
True a meùs ouz da velet : deùs amàu da azea,  
Da zerc'hel dia compagauiez da zébri ha da eva.

*Ar C'horaiz.*

Da oll chériou-en nep fêçon-niat qet capapl  
d'am tenti,  
Me a zo treud hac a vezò, ha va lezen a heoillin;  
Ret è en em vortifa hac ober güir binijen,  
Evel a ordreu an Ilis dre e sempel gourc'hemen.

*Molarje.*

Mar d'out deut amànda zermón, te a gléo, pot  
ar pesqet?  
Sorti buan eus an ti-mâ, p'otramant e vi casset.  
Goell e zè ganén va ragout pe qig-sall assèzonet  
Egaet q'en dèda beskeri sardin breioha moruet.

*Ar C'horaiz.*

Na vepris qet va zermoniou, ha te gléo? den  
debordet!  
Rac goude da oll gorfadou, diwoal da rea collet;  
Ar gourmandis, pec'het marvel, zo difennet gant Dône,  
Ha mar o heuilles, d'an isern e zéy.ive da eue.

*Molarje.*

C'hoas ec'h eus an iffrontui d'am choqi eù  
daoulagad!  
Ha pa ve crignet da esqerz, ne ve netra da lipat;

Te zonj did gant da vijili donet d'am c'hovertissâr,  
Raclpa|gomzes dij a Goraiç e gentes va c'halon clân.

*Ar C'horaiz.*

Ar C'horaiz zo instituet d'ober mortification  
Var ar yuniou rë hon Zalver a c'horto e bassion,  
Hac e theomp o imita hac ober güir abstinâç.  
Hagoude ar yue märvæl ni hor bo ar recompanç.

*Molarje.*

Me gred oud abers an ifern gant da oll recompançou.

Güell e zë ganén dijuni eguet selaoù da gojou :  
Sorti buan euz va fresanç, rac scuiz dñ ouz da glêset,  
Re dreut e zë da bansion da gonservi ar yec'het.

*Ar C'horaiz.*

N'e dë qet dre archériou mad, dre arguin nae  
an dançou.

E c'honeer ar recômpañ zo preparet en évol ;  
Dre ar boan, ar güir binjen memes en o goneer,  
O sont bende da imita poaniou ha glæc'har hor  
Zalver.

*Molarje.*

Ro peoe'h dñ, cos den intordi, cede yenet  
va zouben ;  
Te a zonj did carga ve c'hoft bremân gant da binjen.  
Yenet e bremâ va ragout hac iye va oll si jico,  
O selaoù da gonerançou hag da oll bormidelou.

*Ar C'horaiz.*

Għelbe ve did ċienek da cheriet ha da yue diregħej.

Eguel dobet da zisprisa ar pez a meus anocet.  
 Deus da lenn ar scridou santel hac e veli rapportet  
 Certen anes ar binijen bijen den ne ve salvet.

*Molarje.*

Caer ac'h eus, te, den rancuanus; chom mar  
 queres bete'n nôs,  
 P'an bezo dêhret hac evet, me gred e vo leun va  
 c'hôf;  
 Neuze sur ni a zisproto var ar malier a guiri,  
 Bremâne meus qetaamzer, poente cavândijuni.

*Ar C'horatz.*

Bremâ pa c'heus grêt da gorfat, comz ouzin,  
 den egarett:  
 Ma cares sònjal erpoaniou zo er bed all preparet  
 Evit an nep zo re douguet d'eur c'horf a zo quer friant,  
 N'en devezo q'en recompanç er bed all nemet  
 tourmant.

*Molarje.*

Me a zònji, eus da breposiou, penos ne c'heus  
 tam speret,  
 Rac n'en dòn qe evit credie ve sur ifern ebet:  
 N'elles qet rî-din da gredi e vezet bijen collet  
 Evit dont d'en em regali gant un dra zo permetet.

*Ar C'horatz.*

Bea zo certen regalou zo ordinal permetet,  
 Evel en eured a Gana en Galîee assuret:  
 Eno Doue oll-buissant, dre u'r c'hraë à vœ divin,  
 A eure présent ar miraclo chench olt an douz en gûn.

*Molarje.*

Manific bras e parlantes : me gred e zout eur bëleg ;  
 Cazi c'hoant meus da lavarat ec'h eus eun tam  
 studiet,  
 Ha gouscoude a dra corten out pesqetour as-  
 suret,  
 Rac ne glèvàn gant da vijet nemet comz eus da  
 besqet.

*Ar C'horaiż.*

Sant Pér hac e vreur, Sant Andre, ha Sant  
 Jaeqes ar minor,  
 Hac ive memes Sant Vaze , ha Sant Jacques ar  
 major,  
 Zo bet i've pesqeterien , evito bea Sent bras,  
 Ha te, goude da gorsadou, en ifern e vo da blaç.

*Molarje.*

Me a vel ervat ar vech-mâ e lavares güirione:  
 Ne allan pelloc'h resista; poent è distrei ouz Done.  
 Adieu, grandeuriou, bombançou, mont a ran  
 d'ho tilezel:  
 Ret è en em gonvertissa hac heuill au amzer zantel.

*Ar C'horaiż.*

Goneetemeus ar victor, eetu-àn en em rentel;  
 Mont a ra da oben bremâ piñijen bras ba eabet;  
 Mes goude e oll cheriou mad hep douette caybo  
 qerset:  
 Cet u eno, compagnuez, bue gaersant Molarje.

**FIN.**

## CHANSON BACCUS.

Eus a zoueet ar bayonet,  
Baccus e zeo an idol;  
E hano a zo YAN VOTRDEL  
G'hoas én deus miñ hano drol.  
Antreomp en hostaliri.  
Harça ela , camarad ,  
Tostait amàn , va mignon ,  
Ma momp peb a chopinad.

Au Tad Santel , en e bales ,  
Gant e oll Gardinalet ,  
A ev güijna chopinadou ,  
Hep sónjal en drouc ebet.  
Ar Venech en o c'houentchou ,  
Ar Yéleyen reglet mad ,  
N'o deus evit o forsien  
Nemet peb a chopinad.

Ni entrezomp , camaradet  
A Zante Red , ar Zanti foutez ,  
Pa deñ eur mignon d'hor güelet  
Ac redoubl' hor portion.  
Deut vos eur mignon d'her güelet  
Doubli d'la jeuri chopinad  
Ha me na vin qet scorpolus  
En iqichen eure voatastad  
Pa ven em oll gonjat'amant  
Hac em oll blijadurez ,

Eur mignon ganén assambles,  
P'otramant eur vignonez,  
A zo güelloc'h vit eun traitour  
A zirazoc'h hor meulo,  
Hac a rayo goab ac'hanoëch,  
Goude ze ho tierio.

Gouelo'b an taçou-ta; qégutmer;  
Qerz betec ar variqen;  
Ha ma vanc dezi he halan,  
Laqa sao dindan he fenn.  
Tout e rânceo bea 'evet,  
Hep na chomo eur berad:  
Qent ma yesomp eus au ty-mâ  
E vo-lippet an tufad.

Manget eo he halan dezi:  
Ne deu mui nemet al ly.  
Harça eta, camaradet,  
Demp-ni pepini d'e dy.  
An hostis hac an hostizez  
O deus hor zervichet mad,  
O deus roet demp sclérijen  
Hed an de da labourat.

Lippet e zê tout ar güin côs;  
Al liqueur, al lodeyi;  
Pa zonjemp monet da eva  
Ne zivere banne mui.

Harça eta, camaradet,  
Psent e demp en em güiltat:

Pa vezo deut hini nêve  
 Ni'm bo peb a chopinad.  
 En han' Doue, pa vîn maro,  
 Ne zonit qet a c'hlazou din :  
 Ar pintou hac ar goerennou,  
 Ar reze a zono din.  
 E scol Boccus me meus disqet  
 Goro pis ar variqen :  
 En a zo eun den a speret ;  
 Bez' en deus calz a sqient.  
 En han' Doue, pa vîn maro,  
 Va entêrit en cao ar güin ,  
 Va zreid dindan ar variqen ,  
 An duelen eus va min.  
 Ar beradou a zivero  
 A goeo bars em guinou ,  
 Ha mar deu dezi didala ,  
 Goualc'h va t'halon em bezoz  
 Harça eta , compagnuez ,  
 Bremân' fello dêc'h clêvet  
 Piou 'en deus var sujet Boccus  
 Ar zon nêve composez .  
 Au hini n'eus e c'homposez  
 A zo eur baleer brô ,  
 En eur eva chopinadou :  
 Disfinit piou e hano.

FIN.

---

E Montroulez, eus a Imprimeri LÉDAN.